

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ | Radio Kreiz Breizh

REVR

Revr : derrière

« Lakit ho revr aze » pe « Pozit ho revr aze »

Ul lamm-revr, pa gouezh un den war e revr
« Ul lamm-revr a dalv nav »

Revrioù, pa vez ouzhpenn unan

Bouc'h revr = revr pounner

Revrek, un den en deus ur pezh revr



http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenn_krouet_gant_Malo_Ar_Menn

« Reder e revr », un den n'eo ket 'vit chom en e blas

« Revr moan » pe « Moan e revr », un den en deus aon

« Ne lakin ket ma revr eno ken » pe « Ne gasin ket ma revr eno ken », n'in ket eno ken, sur

« Savet eo e revr d'añ », un den a zo bet bountet er maez

« Uhel ar c'haoc'h en e revr » pe « Hemañ a greda e sav an heol b'an e revr bemdez », un den fier-mat

« Un den 'greda ket lâret eo e revr d'añ », un den abaf-tre


Ur revrad, ur bern

Ur revrad = ur sakochad, ur sac'had, ur friad, un tortad

« Serret 'm eus ur revrad », tapet 'm eus anoued

« Me zo a-revr gant ma labour », ur bern traoù 'm eus d'ober ha n'em eus ket amzer d'ober anezhe tout

« 'Vez ket gwerzhet an uoù ba' revr ar yar »,
ret eo ober an traoù en urzh



Ar ger revr a vez implijet evit lâroul deun, foñs un dra bennak :

Revr ar c'helorn,
foñs ar c'helorn

« Diwallit deus revr ar ribod »,
chom hep skeiñ b'an deun re
kuit na vije direvret ar ribod


Direvrañ,
tennañ ar foñs, an deun

Direvret, kollet e foñs
« Direvret eo ar c'helorn »

« Divrevrañ gant ar c'hoant »,
un den n'eo ket evit harzañ
d'ober un dra bennak

Da vont pelloc'h

« Revr an Diaoul »,
anv ur pezh roc'h faoutet
e daou a vez gwelet war
vord an hent etre
Purid-Kintin ha Kerleon,
Mael-Pestivien



COFINANÇÉ PAR
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional